

Kleuz Finist



AR C'HLEUZ ALAURET,

5

HAC

AN TOUR DANTELEZET.

Kar an ton Galleg.

ER Finistèr e zoun bet ganet,
 Ha Castel-Paol eo va mam-brô;
 Ar vro' güella a oullet cavet,
 Ha caera Tour zo' trô vardrô.
 Me o c'harie, me o admire,
 Qenlies dez' ro Doue, ha lavare !
 Me gar va C'hleuz' alaouret,
 Va Zour dantelezet.

Mes, pa voe rentet din ar c'hélou
 E zoa ret quillat va mestrez,
 Ha mont da heuil' an' tabourinou,
 Dilezel tad ha tieguez,
 Me meus champet ha lavaret :
 Oh ! n'antàn get, n'antàn get, n'antàn get...
 Güell eo va C'hleuz' alaouret,
 Va Zour dantelezet.

Hac e vijen-me en em fachel?
 Senti d'an urz me a ranqe.
 Tud meebant a-rê scouarn calet
 Oc'h wa daelou, va c'hleu-mé,
 Hac e c'hoarzet, e voanet,
 O lazaet : Yvonie?... n'antàn qet!
 Adieu va C'hleuz alaouret,
 Va Zour dantelezet.

En despet din-me, er rejimant,
 En exerciç, Yvonie paour!
 N'em boa na gout naç ententamant
 D'anaout james *droit, demi-tour*;
 Hac e tröen evel ma sonjen,
 Dre ma tröen, gant angen e clasqen
 Güelet va C'hleuz alaouret,
 Va Zour dantelezet.

Diouc'h ar gamel tam ne brofiten;
 Treud, qen a guezan eus va za,
 O vont varlerc'h ar c'horf, me çomme
 Bep cant pas d'en em discuisa,
 Hac e voelen, dre ma sonjen
 Marteze qen birviquen ne veljen
 Sivoas! va C'hleuz alaouret,
 Va Zour dantelezet!

• D'ar paotr-mâ n'eus nemet ur remed,
 (Eme'n doctor): ur c'hönje mad;
 • Guelit-én... etrezec ar vèred



» E qerz ar c'heaz paour timad. »
 Ha great e voe var ar guer-ze,
 » Dal da gonje ; qea d'ar gueur alesse ,
 » Da gaout da Gleuz alaouret ,
 » Da Dour dantelezet. »

« O va brô guéaz ! ô brô beniguet !
 Cetu me distro en ho creiz !!!.....
 Ra vezo da vigen milliguet
 Ar re am chaste deus va Breiz !
 O va zad paour ! ô va mam guez !
 O Jantonic ! va aſter-tieguez !
 Gloar d'hor C'bleuziou alaouret ,
 D'hon Tour dantelezet !

Bremâ cetu me em tieguez ,
 Gant Jantonic , va greguic coant ;
 Ur vreguic douç , leun a vadelez ,
 A fa peb tra bervez va c'hoant.
 Beza hor bo bugaligou.
 A vezo coantic evel æligou.
 O va C'bleuziou alaouret !
 O Tour dantelezet !

Hac éa zo boner par d'am hini ?...
 Nan , m'en assur , a drancetten !
 Ne meus mui aon deus an enemi ,
 Ha n'em bezo tanfoeltr higen.
 Neus general , na carpotat
 A ell guelet eveldôn-metractat

Qer caer C'hleuziou alaouret,
Na Tour dantelezet.

C'houi, soudarded eus va regiment,
Qerzit oll d'ar victor atao;
Pepini en deus e zantimant;
M'en en gav gant Jantonie brap.
C'houi a redo peñt dre bep bro,
Ha me ehomo amâ bete'r maro,
Gant va C'hleuziou alaouret,
Va Zour dantelezet.

Mes mar teufe biçen ar Zauzon
Da ataqi va bro qer Breiz,
Eleal neuze, en gûir Breton,
Me en tou amâ var va feiz,
Qerqent e ven gûir tor e benn,
Gant va Jantonie, hon daou o lifen.
Hor C'hleuziou qer alaouret,
Hon Tour dantelezet.

Un deiz, pa erruo an termen
Ma vezo ret renta ar gont,
Dirac treid ar Barner Souveren,
Me gred n'ein bezo tpet a spont;
Me meus bepret an oll caret,
Ha va Jantonie ha me admiret.
Hor C'hleuziou caer alaouret,
Hon Tour dantelezet.

FIN.

A. Lédan

CHANSON AR BONOMIC.

DEBONJOUR d'ec'h, Jannedic,
 Bonjour d'ec'h a laràn, brémàn;
 Bonjour d'ec'h a laràn.
 Pel'ec'h emâ'r Bonomic,
 Pa na m'ân o tomâ, brémàn?
 Pel'ec'h emâ'r Bonomic,
 Pa na m'ân o tomâ?

E m'ân duze et liors,
 Oc'h evessat an ed, me a gred,
 Oc'h evessat an ed.
 It-hu hardi d'en cavet,
 Ha n'o refuso qet, me a gred;
 It-hu hardi d'en cavet,
 Ha n'o refuso qet.

Debonjour d'ec'h, Bonomic,
 Bonjour d'ec'h a laràn, brémàn;
 Bonjour d'ec'h a laràn:
 Conje ho merc'h Jannedic
 Digan'ec'h a c'houlehnàn, brémàn;
 Conje ho merc'h Jannedic,
 Da zemezi'e, bla-màn.

Éléal, va merc'h Janned

Na zemezo get c'hoas , evit c'hoas ;
 Na zemezo get c'hoas :
 Chom a rai'n daou pe dri bloas
 Da roul an ebat c'hoas ; evit c'hoas ;
 Chom a rai'n daou pe dri bloas
 Da roul an ebat c'hoas.

Be ho po quez , Bonomic ,
 Beza va refuset , me a gred- ,
 Beza va refuset.
 C'houi deuyo d'he ofr din-me ,
 Mes n'he c'hemerin get , me a gred ;
 C'houi deuyo d'he ofr din-me ,
 Mes n'he c'hemerin get.

Dalit ho sac'h , cloareguic ,
 Laqit-an var ho scoa , ia da ;
 Laqit-an var ho scoa .
 Coulz eo dec'h en caout brémàn
 Evel en caout da vloa , ia da :
 Coulz eo dec'h en caout brémàn .
 Evel en caout da vloa .

Neuze' c'ha'r c'hlosrec yaouanqñ
 Dá gavet Janned... oh ! oh ! oh !
 Da gavet Janned... oh ! oh ! oh !
 Ur poqic , va doucic coant ,
 Ouzoc'h a c'houleññan brémàn ;
 Ur poqic , va doucic coant ,
 Ouzoc'h a c'houleññan .

-Elec'h ur poçic, va douç,
 C'houi pezo daou ha tri, ia, c'houi!
 C'houi pezo daou ha tri;
 Ha mallos d'ar goal dèodou
 Zo cos d'hon disparti, oh! ia ni!
 Ha mallos d'ar goal dèodou
 Zo cos d'hon disparti.

Aben un eiz de goude,
 Janned zo chomet clàn, ia clàn!...
 Janned zo chomet clàn;
 Ma commanç ar Bonomic
 Dont d'en em chagrinàn : hàn! hàn!
 Ma commanç ar Bonomic
 Dont d'en em chagrinàn.

Neuze e z'ar Bonomic,
 E za da foueta bro, ho! ho! ho!
 E za da foueta bro,
 Da glasq ar c'hloarec yaouanq,
 Da guemer Janned, oh! oh! oh!
 Da glasq ar c'hloarec yaouanq,
 Da guemer Janned, oh!

Debonjour dèc'h, cloareguic,
 Bonjour dèc'h a laràn, bremàn;
 Bonjour dèc'h a laràn.
 Aboue ma zoc'h bet dumàn,
 Janned zo chomet clàn, oh! ia clàn!
 Aboue ma zoc'h bet dumàn
 Janned zo chomet clàn!

Laret'm boa d'êc'h , Bonomic,
 Ho pije va c'hlasqet , hac abret,
 Ho pije va c'hlasqet ;
 E teujec'h d'he ofr diu-me ,
 Mes n'e c'hemerin qet , na rin qet ;
 E teujec'h d'he ofr diu-me ,
 Mes n'e c'hemerin qet.

Dalit ho sac'h , Bonomic ,
 Laqit-ân var ho scoa , oh ! ia da ;
 Laqit-ân var ho scoa ;
 Goulz eo d'êc'h en caout brêmâ ,
 Evel en caout da vloa , oh ! ia da .
 Goulz eo d'êc'h en caout brêmâ
 Evel en caout da vloa .

FIN.



E Montroulez , e ty LEDAN , e traon ru ar Vur.